


Nedeleg o tostaat ! Noël approche !


Un dibab a levrioù nevez embannet gant Keit Vimp Bev e brezhoneg / Une nouvelle sélection de livres qui viennent juste d'être édités en breton par Keit Vimp Bev:



A-hed an devezh (3 – 5 bloaz/ans) 24p. 8€

Abred eo savet Titouan hiziv da vont d'ar skol. Sevel a ra ivez e vignon an heol, goustadik. Ur skrid aes evit ar re vihanañ, dezho da gompren penaos e ya an devezh e-biou.


« Aujourd'hui Titouan s'est levé de bonne heure pour aller à l'école. Son ami le soleil lui aussi se lève tout doucement. » Une histoire toute simple qui s'adresse aux plus petits, pour les aider à prendre conscience de la progression d'une journée.



Kroko melenn (3 – 5 bloaz/ans) 34p. 8€

Plijout a rafe da gKroko Melen bezañ ur c'hrokodil e-giz ar re all, met melen eo-eñ ! Melen e-giz an heol, melen e-giz an traezh.


Croco Jaune aimerait bien être un croco comme les autres, mais il est jaune ! Jaune comme le soleil, jaune comme le sable.



Brasañ brammer ar bed (6 – 8 vloaz/ans) 24p. 8€

Un aeraout bihan e anv Arzhur ne zebr ken met kaol, a bep seurt hini, 'pezh a laka anezhañ da vrammañ ingal ha 'pezh a zegas kudennoù dezhañ ivez... Setu ul levra zispleg d'ar vugale penaos e c'hoarvez ar brammoù ha penaos e c'hellont bezañ efedus pa vezont implijet mat !

Un petit dragon nommé Arthur ne veut manger que des choux, et de tous types, ce qui engendre des crises d'aérophagie. Mais pas si facile quand on est un dragon ! Une histoire qui explique l'une des causes des flatulences, mais montre que bien utilisées, cela peut être vraiment utile !



Mister Mister (6 – 8 vloaz/ans) 24p. 8€

Hiziv ez a kuit klasad ar sorserien yaouank da bourmen. Ar skolaerez, Lusi Fer, a ro un nebeud alioù dezho : bezañ seven, chom war-vezh ha dreist-holl chom hep implijout an I Bloup phone gama !! War a-seblant ne blij ket kalz ar benveg-se dezhi...

Aujourd'hui, la classe des petits sorciers part en excursion. La maîtresse, Lucie Fair, fait les dernières recommandations : être polis polis et intéressés et surtout, elle ne veut voir aucun I Bloup phone gama traîner ! On dirait bien que la maîtresse n'aime pas beaucoup ces engins...



Er skol (3 – 5 bloaz/ans) 20p. 8€

« Diouzh ar mintin e krog ar skol. An holl vugale a ya da azezañ er c'hlas. (...) Ha te, pelec'h emañ da blas ? » Savet eo bet al levra-mañ gant ur vrezhonegerez ha kement-mañ a santer diouzhtu pa groger d'e lenn. Plijadur en devo – sur ! – ar vugale o selaou ouzh istor al loenedigoù, Gwenn, Ivi, Eliaz, Perig ha Kaourintin, a-hed o devezh-skol !


« Le matin, l'école commence. Tous les enfants vont s'asseoir en classe. (...) Et toi, où est ta place ? » On se rend compte dès le premier coup d'œil que cet ouvrage a été conçu par une bretonnante. Pas de doute, les enfants auront plaisir à faire connaissance avec les petites bêtes que sont Gwenn, Ivi, Eliaz, Perig et Kaourintin tout au long de leur journée à l'école !



Mamm-Gozh ne blij ket ar viltansoù dezhi ! (6 – 8 vloaz/ans) 24p. 8€

Atav e lare va mamm-gozh eus Enez-Eusa e raje ar viltansoù o c'habell melen talioù fall dezhi : kolloù, disoñjadennoù, dre o fazi e oa bep tro ! Met daoust hag ez eus anezho e gwirionez ? Setu un destenn un tamm lampon anezhi. Klask a reer war-lerc'h ar flammennoù lemm ha kontañ anezho holl asambles. Plijadur hon eus o tizoleiñ ar farsadennoù a reont a-dreñv kein Mamm-Gozh !

Ma grand-mère ouessantine accusait toujours les petits viltansous à capuche jaune de lui faire des tours : perte d'objets ou petits oublis, c'est à chaque fois de leur faute ! Existient-ils vraiment ? Texte un peu espiègle, on cherche les flammèches pointues, on les compte ensemble, et on s'amuse de leurs farces dans le dos de Grand-Mère.



Yezhadur ! Alioù fur evit ar vrezhonegerien diasur (tud deuet/adultes) 92p. 9€

Abaoe meur a vloaz bremañ e c'hell lennerien ar gazetenn sizhuniek Ya! gwellaat o brezhoneg a-drugarez da gentelioù Yann Gerven a vez embannet ingal enni, a-zivout fazioù a vez klevet pe lennet ingal e brezhoneg ar bed a-vremañ. 87 eus ar c'hentelioù-se a zo bet dastumet e "Yezhadur !", un ostilh prizius !

Les lecteurs de l'hebdomadaire en langue bretonne Ya! peuvent, depuis quelques années, affûter leur breton grâce aux articles de Yann Gerven. Il met le doigt sur des petits travers qui se sont glissés dans le breton d'aujourd'hui. 87 de ces points linguistiques sont regroupés dans "Yezhadur !", un outil précieux pour ceux qui veulent continuer d'avancer !

Listenn al levrioù all / Liste des autres livres : <http://diwankemper.net/> (dispo à confirmer)

Levr / livre	priz / prix	Niver / Nombre	Priz / prix
A-hed an devezh	8 €	x	=
Kroko Melenn	8 €	x	=
Brasañ brammer ar bed	8 €	x	=
Mister Mister	8 €	x	=
Er skol	8 €	x	=
Mamm gozh ne blij ket dezhi...	8 €		=
Yezhadur	9 €	x	=
maligorne.nicolas@free.fr		Total	=

Gallout a rit didroc'hañ an tamm paper-mañ ha lakaat anezhañ er c'haier ruz gant ho chekenn e anv "Kuzul Skoazell". Al levrioù vo roet deoc'h a-raok ar vakañsoù. Vous pouvez découper cette partie et la mettre dans le cahier rouge avec votre chèque à l'ordre de « Kuzul Skoazell ». Les livres vous seront remis avant les vacances. Mersi deoc'h !

Anv hag anv-bihan ar bugel / Nom et prénom de l'enfant :